



MLK-Gwened

Reoliadur diabarzh kevredigezh MLK-Gwened



Reoliadur gwiriekat e doug emvod-meur an 27/11/2017.

Kemmet e doug an emvod-meur bonreizhañ d'an 11 a viz Kerzu 2017.

Kemmet d'an 22/01/2018.

Kemmet d'an 19/02/2020.

Pal ar reoliadur diabarzh-mañ a zo resisaat doare mont en-dro ar gevredigezh MLK-Gwened, evel displeget er reizhennoù. Lavarout a ra ivez penaos tizhout rouedad ar Bizh, kaout hag implij ar moneiz.

Kaset eo d'an holl izili.

1. Pennaennoù a-vras

Anv Moneiz Lec'hel Klokaat Keodedel Morbihan Tolpad Gwened a zo ar Bizh.

Meret eo gant ar gevredigezh MLK-Gwened.

Pep ezel kevredigezh MLK-Gwened a asant d'ar reolennoù-mañ.

1.1. Izili

Evit klotañ rik gant ar reolennoù e-talvoud, n'eus nemet izili ar gevredigezh a c'hell implij ar Bizh:

- bevezerion/bevezerezed oberiant;
- pourchaserion/pourchaserized.

Ar bevezerion/bevezerezed oberiant a zo preveziaded a fell dezho implij ar moneiz lec'hel. Eskemm a reont euroioù e Bizhoù er stalioù-eskemm.

Ar pourchaserion/pourchaserized a zo tud pe tudelezhioù a asant bezañ paeet e Bizh: kenwerzhioù, labouradegoù, dornwezhourion, frankvicherion, kenderc'herion, kevredigezhioù, strollegezhioù tiriadel, h.a.

1.2. Ezeladur ar bevezerion/bevezerezed oberiant

Tu 'zo emezelañ er stalioù-eskemm pe e sez ar gevredigezh.

Pep bevezer.ez a resev ur gartenn-azel ur wech leuniet ar gartenn-emezelañ. Padelezh an ezeladur a zo divevenn.

Live ar skodenn a zo dieub.

Kaset 'vez bep bloaz ur galv-azeladur da bep bevezour.ez, en doare da gadarnaat pe da freuzañ

e/hec'h ezeladur ha da baeañ e/he skodenn.

1.3. Gratadur hag ezeladur ar pourchaserion/pourchaserized, estreget ar strollegezhioù tiriadel

Ar Bizh a zo ur benveg prederiañ hag adheñchañ ar pleustroù armerzhel. Ur benveg evit adlec'hiañ an armerzh ivez, dre ma rank bezañ implijet etre pourchaserion/pourchaserized liammet en ur rouedad en hevelep tiriad. Ar pal a zo skorañ ar pourchaserion/pourchaserized da vont war-zu pleustroù tostoc'h eus karta ar gevredigezh MLK-Gwened.

Evit emezelañ, ar pourchaserion/pourchaserized a ranko bezañ grataet gant ar c'hengor "degemer ar pourchaserion/pourchaserized". Goude bezañ graet ar goulenn ha leuniet an teuliad "goulenn degemer ar pourchaserion/pourchaserized".

Ar c'hengor "degemer ar pourchaserion/pourchaserized" en em vod d'an nebeutañ ur wech ar miz evit studiañ ar goulennoù-se. Eñ eo a zibab pe a nac'h anezho; ar c'hengor a c'hell resev ar pourchaserion/pourchaserized.

Pep pourchaser.ez grataet a resev e gartenn/he c'hartenn ezel. Padelezh an ezeladur a zo divevenn.

Ar bloavezh kentañ ar pourchaser a bez 20€ (betek 2 Implijad Leun Amzer); 60€ (etre 4 ha 10 ILA); 120€ (ouzhpenn 10 ILA). N'eus ket a vizoù dastroadur ar bloavezh-se.

Ar bloavezhioù da heul ar pourchaser.ez a c'hell dibab :

- pe adneveziñ ar skodenn vloaz hervez an hevelep reolenn, ha ne vo ket a vizoù dastroadur
- pe nac'h en ober hag e vo kontet 5% mizoù dastroadur a live ar skodenn.

1.4. Kevrat hag ezeladur ar strollegezhioù

Ur gevrat a vo sinet gant pep strollegezh a fell dezhi emezelañ.

Ar gevrat a resisao an ezeladur, ar skodenn ha doare implij ar Bizh.

Ar skodenn bloaz a zo hervez niver annezidi an tiriad : 60€ (betek 2000 annezad.ez), 120€ (etre 2001 ha 5000 annezad.ez), 240€ (a-us da 5000 annezad.ez).

2. Reolennoù mont en-dro ar moneiz

2.1. Implij boas ar moneiz

Ar Bizh a zo un tiked-eskemm degemeret evit paeañ madoù pe gwazadoù. Talvoudegezh an tikedoù paper a zo: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 Bizh. Un euro a dalvez ur Bizh.

Evit eskemm euroioù e Bizh eo ret bezañ ezel euz Kevredigezh MLK-Gwened ha mont en ur stal-eskemm. E-keñver jederezh ha diskleriadurioù kevredadel hag an telloù, ar pourchaserion a ziskler hepken euroioù: ar Bizh a zo un doare paeañ, evel ur chekenn, un tiked-pred, ur chekenn-

vakañsoù, h.a. Jederezh, kef, TVA, telloù, pep tra 'zo heñvel.

Ur purchaser.ez a c'hell bevennañ implij ar Bizh evit kenderc'hoù-'zo pe ul live termenet.

Evit un taladur e Bizh, ar moneiz a vez rentet e Bizh hepken.

2.2. Dastroadur en euroioù

Evit ar bevezerion/bevezerezed oberiant ar Bizh ne c'hell ket bezañ dastroet en euroioù.

Evit ar purchaserion/pourchaserized, ar Bizh a c'hell bezañ dastroet en euroioù. Mizoù a c'hell bezañ jedet (cf.§1.3). Evelato arabat disoñjal pal ar gevredigezh: lakaat amredañ ar Bizh; an dastroadur ne c'hell bezañ nemet an diskoulm diwezhañ. Eleze e vo heñchet ar purchaserion/pourchaserized da gavout pourvezerion/pourvezerezed lec'hel, en doare da implij ar Bizhoù o devo bet, kentoc'h eget dastreiñ anezho. Ma sav ur gudenn, ar gevredigezh a glasko diskoulmoù all eget an dastroadur.

Dastroadur ar Bizhoù en euroioù a vo graet gant izili ar gevredigezh e-karg eus al labour-se.

2.3. Matadenn

Ne vo ket a vatadenn (da lavarout eo reiñ muioc'h Bizhoù eget a euroioù eskemmet : 21 Bizh evit 20 € da skouer).

2.4. Teuzadur

An teuzadur arveret gant un toullad moneizoù lec'hel all, n'eus ket anezhañ: ar Bizh ne goll ket a dalvoudegezh gant an amzer.

2.5. Font gwaranterezh

Evit klotañ rik gant ar reolennoù e-talvoud, an euroioù bet eskemmet e Bizhoù a vo miret war ur gont er bank, a ya d'ober ar font gwaranterezh. Ar font gwaranterezh-se a zo fiziet en un diazezadur arc'hantel kengret ha divezel : an NEF (Armerzh Nevez Breurel). Talvezout a ra da warantiñ e c'hell, atav, pep Bizh bezañ dastroet en euro.

2.6. Stalioù-eskemm

Ar gevredigezh MLK-Gwened a grou "stalioù-eskemm", evit ma vefe tu eskemm euroioù e Bizhoù (1€ = 1 Bizh).

Ar stal-eskemm a zo engwiriet da resev ezeladur ar bevezerion/bevezerezed oberiant ha da reiñ dezho o gartenn-ezel.

Ar stalioù-eskemm a zo meret gant ar gevredigezh he unan pe gant ur purchaser.ez.

Ur purchaser.ez a c'hell bezañ grataet evel resever Bizhoù, hag evel stal-eskemm.

Ur purchaser.ez a asant merañ ur stal-eskemm a zo dibabet hervez an aester da vont di: lec'h en tiriad, eurioù digor...

Ar purchaser.ez a zalc'h ur marilh eus an eskemmoù (teul pourvezet gant ar gevredigezh en doare da heuliañ roudoù an holl gwezhiadennoù eskemm).

Evit pep treuzgread, ar stal-eskemm a ranko goulenn start ar gartenn-ezel.

3. Reolennoù mont en-dro ar gevredigezh

3.1. Kenaozadur

3.1.1. An emvod meur

Hervez mellad 8 reizhennoù ar gevredigezh, an emvod meur a anv en e c'hreiz izili ar c'huzul-buhezezh.

An emvod meur ordinal en em vod d'an nebeutañ 1 wech ar bloaz, da heul kengalv ar c'huzul-buhezezh. An holl a c'hell kemer perzh en emvod met n'eus nemet an izili paeet o skodenn ganto a c'hell kemer perzh en divizadoù.

An izili a vez kengalvet evel-hen: ur bedadenn dre bostel 'vez kaset 15 devezh en a-raok d'an nebeutañ.

Divizet eo an deizroll gant ar c'huzul-buhezezh.

An emvod meur en em guzul war krafoù an deizroll hag a vreuta diwar-benn goulennoù liesseurt, mar bez.

An divizoù dre asant a vez kavet gwell. En diouer e vo mouezhiet dre sav-dorn pe dre baperennoù-kuzh.

3.1.2. Ar c'huzul-buhezezh

Ar c'huzul-buhezezh a ver hag a ra an holl divizoù ret, kempoell gant dibaboù an emvod-meur.

Emvodoù ar c'huzul-buhezezh a zo digor d'an holl izili met n'eus nemet izili ar c'huzul-buhezezh paeet o skodenn ganto a c'hell kemer perzh en divizadoù.

Evit kas da benn he gefridi, ar c'huzul-buhezezh a zesez kengorioù dodennel.

3.1.3. Ar c'hengorioù

E pep kengor ez eus, d'an nebeutañ, un ezel eus ar c'huzul-buhezezh. En em vodañ a ra ken alies m'eo ret hag e rent kont eus e labour d'ar c'huzul-buhezezh.

3.1.4. Ar bodadoù

Pal ar bodadoù a zo prederiañ, eskemm hag ober kinnigoù.

Pep bodad a vod izili boutin o mennozioù hag o arverioù evit breutaat, eskemm skiant prenet. Eskemm a raer er bodad, gant bodadoù-all ha gant ar c'huzul-buhezezh.

Ar bodadoù a c'hell bezañ krouet gant an izili dedennet hag heñchet gant ar gevredigezh, da skouer:

- bevezerion/bevezerezed oberiant;
- purchaserion/purchaserezed;

- strollegezhioù;
- kevelerion.

Pep bodad a anv d'an nebeutañ un dileuriad.ez karget d'ober al liamm gant ar c'huzul-buhezegezh.

Pep bodad a ziviz penaos en em zibab evit bezañ liammet eus tiriad ar Bizh. Gallout a ra, da skouer, krouiñ strolladoù lec'hel, envel kehenterien lec'hel, h.a.

3.2. Yezhoù ar gevredigezh

Ar gevredigezh a arver ar galleg hag ar brezhoneg. An holl teulidoù a zo skrivet en div yezh.

3.3. Darempredoù diavaezh (pourvezioù stlennegel h.a.)

Ar gevredigezh MLK-Gwened a zo kempoell gant he fennaennoù divezoniel: doujañ d'an Natur ha d'an Den.

Evit en ober:

- e labour dreist holl gant embregerezhioù lec'hel;
- arverañ a ra meziantoù dieub ha gwazadurioù doujus eus ar vuhez prevezh;
- ne implij titouroù he izili hag o oberioù nemet e-diabarzh ha da heul palioù ar gevredigezh.

3.4. Kemm ar reoliadur diabarzh

Ar reoliadur diabarzh a c'hello bezañ kresket pe kemmet hervez kinnigoù ar c'huzul-buhezegezh, an izili, ar c'hengorioù, pe ar bodadoù. Ar c'hemmoù-se a ranko bezañ gwiriektaet en emvod-meur.

3.5. Ezrolladur

Evel skrivet e mellad 10 ar reizhennoù, un ezel ne heulfe ket talvoudoù divezel ar c'harta, ar reizhennoù pe ar reoliadur diabarzh, a c'hell bezañ ezrollet. An ezrolladur a zo divizet gant ar c'huzul-buhezegezh, ur wech klevet displegadennoù an ezel e-kont. Kadarnaet eo an ezrolladur dre ul lizher displegus erbedet gant skrid degemer.